



V I V E



18



L E R O



# C H A N S Ò N

Composet gant moer COMMU

LANNUSVAN, er bloas 1814

Var an ton gallec : Que ne suis-je la fougère.

---

**G**ANT ar glao a gant an ayel.  
 An yd a so bet pleguet,  
 e velet a rer o sevel,  
 querquent à ma ves calmeet.  
 Savit o penn guir francisien  
 rentit graçou da Zoué;  
 hirio lequeer ar garunen  
 var benn-sacr o quir Roué.

2

An conac'haït oc'h anquenn  
 a disongit o gla c'har,  
 ne mo'ch mui dindan al lezen  
 eus oc'h ampereur barbar;  
 napoleon so discarret,  
 ranquet en deus coll de dro,  
 re bell sioas en deus rénet,  
 var nomp wi, a var or bio,

A-greïz ma oa galloudussa  
 ô couëzet dindan e samm ;  
 a vezer savet huella ,  
 euse vez ar brassa lamm.  
 'ro-var dro , an oll rouanès  
 spounté araug e faç ,  
 irio leun a dristiguez ,  
 n eô a renq goulen graç.

Mil-a-mil bennos d'ar sauzon  
 d'ar russie quement-all ,  
 g d'an tyrant napoleon  
 deus bet roët e fall ,  
 sset è da un enezen  
 ll bras e creïz ar mor-douñ  
 aç deza d'ober pinigen  
 t obteni pardon.

Que quit eta Napoleon  
 ne deu mui var on tro ;  
 s guenés ta gonscription ,  
 alation ar vro.  
 en trist' ; lezen milliguet !  
 ssoc'h eguet ar vocenn  
 t an diaoul out bet invanted ,  
 ganta da virviquen.

Piou an den a ouffe compren  
 ar goad en deus bet scuillet :  
 en eur bloas triseocant-mil den  
 dar maro en deus casset.  
 Ma ve dastumet an oll goad  
 e ve carguet ur lenn-vras  
 a gant daëlou on daoulagat,  
 e ve carguet brassoc'h c'hoas.

Évit punissa or c'hrimou  
 doue en e brovidanç,  
 en deus souffret e lezennoù  
 d'or goasca meurbet e franç.  
 Dre or c'hrimou dre or pec'het,  
 or boa meritet allas !  
 or Roue or boa merzeriet  
 ag or rouanes sioas.

Tud franç benvel ous tud payon,  
 a zilesas o c'hrouer,  
 a chasseas e veleïen,  
 a zistrugeas e auter.  
 Ag drè ur guir punition  
 caër-o deus-bet hirvoudi  
 Roberspierre ag Napoleon  
 à deus ranquet anduri.

Goude ugent vloas malheuziou  
 oué en e drugarè  
 zeu da see'ha on daelou  
 renta deomp or Roue.  
 reur da Louis ar c'huesecevet  
 iap bian da Sant-Louis  
 re e vertu ag e spéret  
 e c'henta den e Paris.

Na ma teuffe c'hoas dre valeur  
 ad avius da sevel ;  
 da glasq troubli or bonheur,  
 a rai dezo tevel.  
 ag ni so tout prest da difenn  
 aus or Roue ag on tad  
 da rai evit e soutenn  
 vuez a galon-vad.

Bretonet, a greis or c'halon  
 appliomp crouër-ar-bed  
 a rei e vénédiction  
 or Roue muia-carez ;  
 e vuez hir ag eurus  
 vit ma elfomp gant joà  
 ant eur peoc'h donç a padus.  
 ial tout : VIVE LE ROI.



# CANTIQ BRETONNET

*Var an ton Saux.*



**D**IOUALLIT or Roué  
 dioc'h droug ô va Doué  
 vive ar Roué  
 pellañt peb goall chang  
 ma reno pell e franc  
 gant fermder a prudanc  
 vive ar Roué.

2

Var ar princet Bourbon  
 scuillet peb donœzon ,  
 ô va Doué !  
 var-zouar a var-vor  
 ra vezo ar victor  
 sieuleudi ag enor  
 d'or guir Roué.

3

A viscoas eur breton  
 a zoug en e galon  
 » vive ar Roué ! «  
 Enor a Lealdet  
 a so ag a so bet  
 vertus ar bretonnet  
 dre c'hraç-doué.

Quer ferm ag an Ascornn,  
or c'halon ag on dorn  
se d'hor Roué  
pe vo peoc'h, pe wrezell  
pautret ar breis isell  
a vo bepret fidel  
d'ê guir Roué.

*Composet gant ar memes hini er Bloas, 1846.*





# CHANSON

HERRI PEVARE :

En e amser Roue eus a Franc ag  
unan eus a tadou-coz ar Roue  
a so o ren hirio présant.

Var an ton gallec : VIVE HENRI QUATRE.

---

**P**EBES eur Roué  
e bet HERRI gueichall.  
Couls a ell balé,  
mæs biquen en tu-all,  
ne vezo guelet,  
e franc nag-e lec'h-all.



Ar Roué HERRI  
a ioa eur Pautr Dioc'htu ;  
a gar hardi,  
ar mer'chet, ar guin-tu ;  
ag o combati  
e ouïo Cregui-du.

E creis ar gombat,  
 e comsas evelenn :  
 » Dalc'hit o Lagat «  
 » Var va Plumachen guënn  
 » Hennes o Casso  
 » Bepret er guir Rouden ! »



HERRI a garé  
 an dud divar ar moes ;  
 ag a requeté,  
 ma alzzent Peb Sulvez  
 Caout bep-a-Bonçin  
 Da Zibri en ô œz.



HERRI PEVARÉ  
 nende quet maro c'hoas  
 rag e vugale  
 e lignez ag e raç  
 so leun a vuez  
 graç de da chomm mil-bloas.



Ma c'hoar'ffe biquen  
 dan diaoul C'hoari é-vas  
 goëst oump da souten  
 or Roué en é blaç  
 a prest a laouënn  
 da rei bep a Taul-Scoas.

Fin.